



AR PERSON BARVEC,

VICTORIUS VAR E ESCOP.

Var ton : MONSIEUR DE CATINAT.

UN Escop deus a Franç, den a galite vras,
Oc'h ober e vizit ur vech en em dromplas :
Ur Person a gavas hac a voa rust a vin,
Raç baro en devoa evel ur c'habucin.

Ar Person a hend all a voa bisajet mad :
Tal huel, ha fri caer, ha lêm a zaoulagat,
Hac a rè e zever ebars en e barres
Coulz ha ma rè nicun ebars en dioces.

AN ESCOP.

An Escop, p'er guelas, a deuas den attaqi,
Balamour d'e varo, ha d'en inquieti :
A belec'h, emezàn, nac eus a bez canton
Oc'h-u deut er vrô-mân evit beza Person ?
Hac eur ministr oc'h-u a doues an heritiqet,
Pe eur bêleg benac eus ar schismatiqet ?

AR PERSON.

Autrou, eme'r Person, a drugare Doue,
N'en don en nep fêçon an eil nac eguile ;
Me gred on christen mad, catholiq, coulz ha c'houi,
Ha ne oun qet perac e teuit d'am attaqi.

AN ESCOP.

Ho paro, eme'r Prelat, a gavàn difêçon,
Ha ne apparchant qet ouz bisach ur Person.
En amzer Moyses guechal voa permetet
Douguen ar barvou hir, mes bremâ int difennet.

Pell zo abaoe custum, nep a zo christenien,
D'en em raza qempen, dreist oll ar vêleyen ;
Ne veler barvou hir nemet gant ar Souisset,

Gant tud a Voscovi pe gant chismatiqet.

Pere zo ridicul en ho c'homportamant ;
Qercoulz en o barvou vel en o guiscamant ;
Hac rac-se cavàn oc'h eus ur fazi bras
Ne douzit ho paro evit nettât ho faç.

Evel un heritiq ho caver er guis-se,
Ha goal exempl a roit gant ar varo hir-se.
Ret e deoc'h e zroc'ha , pe me raï deoc'h ober ;
N'ouzoc'h qet marteze ous piou oc'h eus affer ?

AR PERSON.

Autrou , eme'r Person , na zisplije ganeoc'h ,
Va baro a zo dîn , hac hoc'h hini zo deoc'h :
Gant Doue meus-hi bet , ha ne gredfen biqen
E ve ret distruja ar pez a ro d'an den.

O barvou zo roet gant Doue d'ar voaset
Evit o distingu dious ar femelezet :
Ar re a fell dezo beza hanval outo ,
A renq evit ar guir touza pis o baro.

Mes me ne fell qet dîn beza feminizet ,
Na trêc'hi va baro , hac hi dija grizet .
Ne deo qet Souisset hepqen a zoug baro .
Meur a bersonach mad pere a zo maro

O deus-hi bet douguet , hac a voa tud santed ,
Tud habil , tud prudant ha christenien fidel ;
Ar Patriarchet côs el lezen ancien ,
Ha prophetet Doue etouez ar Judevien .

Ebestel hor Zalver , hac an Doctoret bras ,
Evel Sant Augustin , Sant Jerôm , Sant Ambroas ,
Hac ar Pab Sant Gregor , ha Sant Yan Chrisostom ,
Hac ouspen daou c'hant Pab demeus ar guêr a Rom

A velomp zo pintet gant barvou bras hac hir ,
Ha n'o zougjent qet sur , ma n'o devize guir .
N'int qet bet tamallet gant nicun en o bro ,
Qent-se voant enoret balamour d'o baro .

Ha mar en deus douguet ha Calvin ha Luther

Barvou hir evelte ebars en o amzer,
Ne deo qet ho barvou a zo bet tamallet,
Nac a so bet caos ma voant heretiqet.

Ar gabucinet paour na scandalisont den
Evit douguen barvou etoues ar gristenien.
Nan, nan, en em razit, grognit neb a garo,
Evidon-me biqen ne droc'hin va baro :
Guell è ganén meravel, mar bezàn condaonet,
Egouet coll va baro, pa emeus-hi maguet.

AN ESCOP.

An Escop en coler a lavar d'ar Person
E renq en em regli diouz uzach ar c'hanton,
Uzach ar gabucinet, hervez o reglennou,
Eo douguen, emezàn, ha caout hir ho barvou.

Mes c'houi zo ur Person, n'en doc'h qet cabucin,
Hac a renq ho paro distaga dious ho min ;
Rac-se absolumant, na zisplichfe ganeoc'h,
Dre va autorite ec'h ordrenàn deoc'h
Ma teuot pront d'e zroc'ha, anez certenamant
E vezoc'h punisset evel eun insolant.

AR PERSON.

Eur c'hriminel paour a vize condaonet
Da vont d'ar galeou pe da veza crouquet,
Ne vize qet tristoc'h egouet ma voa'r Person
Goude beza clèvet e gondaonation.

Autrou Doue, mezàn, hemàn'n displijadur !
Ret e ve em enep cruel ha dinatur,
D'am beza condaonet da drec'hi va baro,
Nan, nan, guel è ganén anduri ar maro;
Ha grit a garfot dìn, pa dlefac'h. va laza,
Va baro a virin bete'n heur diveza.

AN ESCOP.

Ar Prelat o velet aheurtet ar Person,
En accuzas d'ar Roue hep na guir na réson,
Hac a laras dezàn : Sir ho majeste

E deus va enoret ha roet dîn qalite.

**E deus va grêt Escop ha roet dîn gallout
Ebars em dioces da commandi partout ;
Eur Person paysant a zo em escopti,
En deus, var a velân, c'hoant d'en em revolti.**

**Goab a ra ac'hanòn, ha ne fel qet dezàn
Oboissa d'am urz, na ne rei, emezàn.
Justiç a c'houlennàñ digant ho Majeste,
Ha condaonation a enep an den-ze.**

AR ROUE.

**Ar Roue pa glêvas ar Prelat o parlant,
A lavaras neuze : ennes 'so insolant ;
Ret eo e chasseal demeus an escopti
Ha demeus e barros, evit ma furaï.
Rentet voe eul lizer sinet gant ar Roue
D'ar Person d'e barros, hac estonet e voe.**

AR PERSON.

**Ia da ! emezàn, pa lennas al lizer,
Bourdet on ar vech-màn, ne doun qet hep affer.
Ar Roue a barlant, n'aller qet rezista,
N'emeus gard da zifen, ret eo oboissa.**

**Ha guell ê ganén c'hoas rancout quitât va bro
Eguet n'en deo rancout distruja va baro.
Mes pelec'h e zìn-me ? Ar Roue ne verq qet
Pelec'h e fel dezàn e rafen va rétret.**

**P'am eus va liberte, n'ouffen qet ober guel
Eguet mont da Versaill da velet ar c'hastel.
Biscoas n'on bet eno, hac e clèvàn conta
Ne zeus pales er bed comparachet outâ.**

**N'en deus pales er bed comparachet ountâ.
Eno vo, a glevàn, e velin traou nevez
Ha ne veljen biscoas vardro va zieguez ;
Ar Roue a velin hac e gourtisanet,
Ha tud ar re vrava a voe biscoas ganet.
C'houi, va baro, zo cauz ma rer dîn-me pourmen,**

C'hoant bras zo d'o drêc'hi, mes n'er grafen biqen,
Ha james disparti entrezomp ne vezo
Na vezin da guenta condaonet d'ar maro.

Mont a ra ar Barveg da Versaill da chom,
Arc'hant a gas gantân, ne ouzer qet ar som;
Bale a ra dre guêr hac en dro d'ar pales,
A ziabars er guel qercoulz ha diaves.

Guelet a ra ivez ar Roue pa sorti,
Pelec'h benac e za, ha pa vez o tebri;
Pa za d'an oferen e za d'e heuill ive
Da glêvet ar musiq a rer d'e Vajeste.

Ne zeus eno jardin na bali da redec,
Galeri, na traou caër, n'o guel tout ar Barveg.
Ar bed oll a c'houlen, ous e velet hardis
Da dostat ous ar Roue, hac a sell outân pis.

Piou ar bêleg barveg a velomp-ni amàn,
Na pe a lêc'h eff-én? Nê qet eus ar vro-màn.
Den ne voar lavaret piou ê, na p'eus a vro;
Souezet ê an oll o velet e varo.

AR MARQIS.

Alafin eur Marqis, mignon bras d'ar Roue,
A yas da gomz ountâ dre guriosite.
Autrou, eme'r Marqis, o comz ouz ar Barveg,
Diouz ho habillamant me gred e zoc'h bêleg.

Me gar ar vêleyen zo mignon d'ar Roue,
Ha mar oc'h eus affer dirac e Vajeste,
Me gomzo evidoc'h diouz an affer oc'h eus,
A rento servich deoc'h dre ar pouvoar a meus.

AR PERSON.

Ho trugarez, Autrou, emezan d'ar Marqis,
Oblijet bras on deoc'h demeus hoc'h honestis :
Me zo eur Person qès exilet eus va bro,
Ha ne meus qet a gneus hervez m'ê deut an dro.

Nep a vez exilet eus a bers ar Roue
A gustum detesti, fachat, touet Doue,

Ha pedi mallozou gant nep zo caos dezo
Da veza exilet, chasseet deus o bro.

Evidon-m'er c'hontrol, ne meus chagrin ebet
O sonjal em hini, na d'e veza quittet;
Rac guell e zoun amàn eguet na oan eno :
Ne ma on qet er guær-màu a enep va meno.

Em parros ne gaven nemet poan ha trevel,
Labour epad an deis, en nos rancout sevel,
Côves, guelet tud clàñ hac ober sarmoniou ,
Ha caout poan ha chagrin ha calz a afferou.

Amàn e moun ervad ; n'en deus en tout netra
O trouбли va speret, nac ous va dieza ;
Lavaret va brevier, celebri va oferen ,
Ar rest eus an amzer a zo din da bourmen.

Ha sulvui a velàñ, emeus plijadurez
O velet traou quer caër pe gaëroc'h bemdez.
Contantamant a meus, mar am boe biscoas ,
O velet ar Roue , ha mui am bezo c'hoas.

Eur barados bian e cavàn e bales,
Hac o sellet ountâ ne enoufen james :
Ha rac-se , va Autrou , n'emeus gard d'ho pedi
Da barlant evidon na d'am recommandi ,
Ha qeit ha ma caro va lêzel er vro-màn :
Ne c'houlennàñ qet guell eguet mervel ennàñ.

AR MARQIS.

Ar Marqis a c'hoarze o clèvet ar Person ,
Hac a voa joa gantàñ caout an occasion
Da barlant anezàñ e prezanç ar Roue;
Disqeuset voe'r Barveg, ha gemennet e voe.

AR ROUE.

Ar Roue , p'er guelas , a c'houlennas ountâ ;
Perac, ha c'houi Person , e zoc'h-u er vro-mâ ;
Ha ne zêt d'ho parros da viret ho tenved ,
Evel m'ê ho tever ha ma zoc'h oblijet?

AR PERSON.

Allas ! Sir , emezàn , mar emeus-hi quittet ,
Ne qet me zo qiriec , ganeoc'h oun exilet .
Evit oboissa da urz ho Majeste ,
Emeus abandonet va denved er c'his-se :
Cetu amâ'l lizer , gant ho torn ê sinet ,
Hervez hoc'h ordrenanç emeus oboisset .

AR ROUE.

Penaos , eme'r Roue , exilet oc'h amâ !
Pa exilàn-me tud , pell eont dious ar vro-mâ .
Hac ouspen qement-se , me ne exilàn qet
Anes n'am be rëzon : petra oc'h eus-hu grët ?

AR PERSON.

Mar plich d'ho Majeste va c'hlëvet , emezâ ,
Me gonto deoc'h perac e zòn deut er vro-mâ :
Va Frelat , a gredàn , en deus va accuset
Dirac ho Majeste , hac en deus ho suadet .

Balamour d'am baro , e defot e zroc'hâ ,
Cetu eno'r sujet ma tisplijàn dezâ :
Caër am boa rëzoni ha clasq en em difen ,
Ne brize qet selaou ar pez a lavaren .

Ret voa din , emezàn , hép rezoni morse .
Trêc'hi crenn va baro , p'otramant e croc'bje ;
Va humor zo calet , ha ne meus qet gallet
Consanti de zrêc'hi anez bout condaonet .

Ma vizen chicaner , var boues dispign arc'hant ,
Em bize gonezet o veza appellant ;
Mes guell ê bet ganén fiziout er Brovidanç ,
Hac en em resolvi da zouffr poan ar setanç .

Ar setanç zo roet ma vizen exilet ,
Ha gant soumission emeus oboisset ,
O veza guell ganén sortial eus va bro
Eguet na vije sur distruja va baro .

Ho Majeste , Sir , o tont d'am exila ,
Ne lavare qet din pelec'h en em denna :

Pelêc'h e yazen-me guell d'ober va retret
Eguet da Versaill? evel ma zon deuet?

Nemet er barados ec'h aljen-me pignat,
Ne vouizen donet guell evit ober ervad.
D'ho Majeste, Sir, va Frinç ha va Autrou!
En em soumettan tout ha doc'h ordrenançou.

Ho madeles zo bras, credi a rân certen,
Hervez ma remerqân var ho pizach laouen,
E permettot dîn-me douguen va baro qèz,
Pa na ra droug da zen, bete fin va buez.

AR ROUE.

It, it, eme'r Roue, achuet ar proces :
Dalc'hit mat d'ho paro, ha distroit d'ho parres ;
Daou c'hant scoet ho pezo evit ober ho peach,
Ha me a c'hourc'hemeñ na zeui den d'oc'h ampech.

An histor zo plezant evit ar Person qèz,
Mes evit an Escop n'en deus bet nemet mez.
Ne barlantet en qær, er pales nac er ru,
Nemet dious ar Barveg gant e zoutanen du.

Ar bed oll a lavar en deus eur speret mat ;
Ha nemet goab na rer partout eus ar Prelat.
N'en de qet mat d'an dud, dre zomination,
En em exposi re da gaout confusion.

FIN.

